

# KLOAREK KONT AR BANNOU

HA

## PENN-HEREZ KERZANTON

War don : *Kurunen aour ha perlez an Itron Varia-Remengol*

### Karantez ha glac'hар !!!

I.

Tud iaouanq a Vreiz-Izel, di lostait da glevet  
Ar recit eus va-daëlu ha va foanio kalet :  
Me zo eur c'hiarek iaouanq a esko, ti Quemper  
Am hoa choaset eur vestrez en eskopti Treguer.

A c'hrs ar moc oon ganet en bro sant Gwenole.  
Ha bi-kois nemet glac'hар nem eo bed em bue ;  
*Glac'hар a guîr garantez*, setu va flaneden.  
Plaeden rust a kalet da henilla pen-dab-en.

Pa oan em bugaleac'h, va mamm baour afiez  
A lavare din ; « Va mab var a ped ar Verc'hez,  
« Pêl asez-hi, va mabik, ped Gwerc'huz Remengol,  
« Mar e fedez a galon, b quen peni da goll. »

Patronez va mamm den r. Gwerc'huz vad Remengol,  
Ped gweach oc'h enz-hu miret oa douz me eat da goll !  
Ho pded am enz bepred .. breman, arog mervel,  
E kanis ho meul di d'am breudeur Breiz Izel.

Pa guimividz dioc'h va zud, da ziz pelt enz ar guer,  
Evit mont war a Studi e kollach Landréguer,  
M'em boas nemet pemzok vlos, me a wele dourek,  
Rac evidon ne oa ken, allaz !... a eprusted !...



O tost-eat oc'h Landreguer e kaviz en plac'hik ;  
Koant vel eun elik Doue, he hanno voa Metik  
D'ar gouent e ze ixe, d'eun d'ar stedi,  
He c'halouik oa man-treet kement ha va hini,

- Silnt deoc'h p'ach y'souink, a lavariz dez-hi,
- Evel d'ono oe h'ankeniet o kuit id tud ho ti,
- Ho toroik flor-em dornek takez gant kirantez,
- Hug sesimp eureus-soc'h o w-la assambiez. »

Ar plac'hid a lavaras, ; » O cloarek Gwenole,  
• Pedomio Doue alies an eil evit eguale,  
• Er joa koulz hag en anken d'alc hit sonj a Vetik  
• Eez a vrema da viken e ho mestresik

- — O Metik va c'horantez, rosen gaér Breiz Izel !
- War ho mignan Gwenole totit brem-a eur zell,
- Eur zell digant ho lagad a rai ra eurensted
- Keit ama Iezo Doue ac'hanon war ar bed »

Erru e kaér L'ondreguer, erru e penn hon hent,  
Me oe kasset d'ar kolach, ha Metik d'ar gouent ;  
Ana disparti oa kalet, c'hue o hag ankeniuz.  
Ann eurustet er bed-man n'eo ket paduz !...

Dre ma chomiz er kolac'h skeuden dous Metik kez  
Euo deiz, eun noz diazon he dene aliez,  
Nevze peden Doue ha Sent koz Breiz-Izel .  
Vit ma vige en he buez, laouen euvreuz, santej.

II

Pa oe achi va studi ez iz da Remengol  
Da bedi c'hoas evit-hi Gwerc'hez val Remed-oll :  
Seiz tro a riz d'an aoter, devez a pardoun bras,  
Ha seiz tro d'an iliz zakr war ben ma daoulin noaz  
Goude a oft-ren-bred, o pebeuz levenez !...  
Er vereit, gant he mam ger, e velis Met k kez  
Laouen oe evel an deiz, ha coant evel al loac,  
Biscoaz penn-herez ken koant n'ez bet war an douar,  
Lugerni a re he zalt, he diou choi gwen a ru,  
He guinou, vel eur rosen, he bleo he lagad du

Eur groas aour en ha c'herc'h-en, e c'hoef dantelezez  
Lavaret vj-euu eal eus an éti diskennet,

« O peb'uz ja evitomp va chloarec Gwenole,  
« En em gaout en Remeg d, deus pardon Mam Done,  
« Mamou an oll dad an kemet, Gwenole, va mignou,  
« Evrion, e peb'uz et be fediz ha galon. »

« — Metik koant, setu aman, ar voalev aour,  
« A roaz'dim arog mervel, Anoïk ya m'nam baoue,  
« Dong anez w'r di viz, k mer-hi digan en,  
« Me dou, war goalan ma man, d'az karet da viken.

« — Ar groas aour zo em c'h-reñen a vo dit Gwenole,  
« Ur guchen euz va bleo e roaz ditive :  
« War ar groas se e tosan a tirag a Wer'hez  
« Evit k'oret gant Metik, 'tre ma vo en buez. »

Hi daouiniel en i iz, hon euz gret eur beden.

A roet evit e ffraos, eur c'houris koar melen,

Beniguet ho medilen, poket da retegou,

Da retegou Sent-Breiz, k'oret gant hon tadou

Goude on euz aleet hon daou da Breiz-Izel,

Ha guetet k'ls illizou : k'ls e dourio haet.

Abatti Landevennek, ha mor Douarnenez,

Lec'h ma voa ker ls hog ar princes Ahez.

Gwelet hon euz Mene Hom, hag iliz veur Quemper,  
Mene-Bre, iñiz Belst, hag nini Lan-treguer,  
Kastel Brest Sant-Ian ar-Biz, iñiz Salaün-ar-Foll,  
Ha kaera tour so er bed, tour huel Kastel-Pol,

Gwelet hon euz Ker-Ahez, Kemperle, Pon-n'Abat.  
Fouenan bro ar merc'het koant, Gwengamp ha Huel-Montroul z ha Lin-Huon, Kroson ha Lez-n-Even,  
Kollak, bro ar gouriao, Kastel-Lin, Rosporden, [goad

Klevet on euz o krozal ar mor beg à Riz,  
Biscoaz den n'tentremen iz eb santout aou pe c'glas :  
Bet omp en enez Sinun, en Houeseoz, Molenez,  
En enez Vaz, er leodet, iv'e er Seiz-Enez,

Enr bavez omp bet enrus evel eal Done,  
E setu lec'h pa hor guelet, an oll a lavare :  
« Setu kloarec ar Rinnou, soul evel eur serven,  
« Setu Metik, he vestrez, fresq evel eur rosen. »

III

Devez pardon Sant-Herbot, e klevis eur c'helou,  
En euz beuzet ya ch dou en eur mor a zaëlon,  
Gant e zad ha gant e mamm, d'am mestrezik Metik,  
E oa choase, da bried eur Pagan piavidik.  
  
Ar Pagan ze oa diot hep furnez, hep skiant,  
Ne gare war an donar nemet gwin-ardant ;  
Metik paour, pa e gwelet, e gréne gant enkreiz ;  
Hogen, he sud oa dailet atlaz ! gont an danvez l.,  
Mont a riz prim de gwelet nenz da Gerzaeton,  
D'e ma testien, em creis e chene ma c'halou ;  
War dachen ar boorg e son e oï ar bin'ou.  
Tud au eored a Metik benz t'en de daëlon,  
Metik, a drenz e daëlon, a renz ouzin eur zel  
En eur lavaret kouraj miguon fid-l !  
Moner a ra en oïz, lavaret ra d'ar belek :  
Gwen-le eo a gran hag hen ro va fried !  
  
Koneza raze d'an donar tactal a ben-herez,  
Illa douger eo dioc'h-tu euz a illis er mezz  
Dispak e choef, he dillet, a dispak e bleo :  
Seblantout a ra beza eun elik paour maro,  
Maotret oll gant ar glach'har e k'neziz d'an daoul n.,  
En eur eriai : « O Metik zell a dru z ouzin ?  
P-kat a riz d'he dormik, d'he diaz chod, d'he cher  
O ! Metik ! Metik ! pehini a garant [c'hen] :  
Ann disesper en druidin evel eur vantel blom,  
A bassas pel ac hanon, pel le w'r su Mene-Hom,  
Va skiant a so kollet ya c'halou a zo ien,  
O Metik ! Metik ! Metik ! pehini garien !  
  
Ez de goudre, asezet e kreiz koad ar Rinnou,  
War va diou chod a red diou feunteun a zaëlon.

Pa glevis e Remengol o zon anter-nos,  
E lavariz esklamet ; « Va doue deoc'hennoz.  
« O Gwerc'hez vad Remengol, sellit ouz va g'laç'har,  
« Aman gun deud da vevy-l brema war ho touir ;  
« Varc'hous, pa zavo an heol, arc'hantet en envo,  
« Dindan an derven goz me a vo eavet maro !!!...  
« O Metik, va dousik koant, p'heni a garien.  
« Kenavo laran dit er bed-man da viken.  
« Gant ar maro unanet, m'c'hoas en em garo,  
« Kenavo er baradoz, kenavo, kenavo !!!...  
IV

Ann de varlec'h da zao heol, eun durzunal hep par,  
A biv ude en derven he c'hle nou a glac'har ;  
Ar c'h'oar-k a oa maro gant an askren,  
Eun eur lavaret Metik ! te p'heni a garien !

Ar c'hoarek paour a stardie c'hoas war he vuzejou  
K'hoas aour ha bleo du Metik, glebit gant he zañloau,  
War ann dervenn doa skrivet h'no he garante,  
Ha diou galon unanet treuzet gant eur c'hlez...  
Kassiet ea bet ar c'hoarek da vered Remengol,  
Pa sibieliet e dishoet iliz z-kr Remed-oll  
I iz patronnez he vamm e i deuz bet ken karet !  
Tud iaouank a Vreiz-Izel, peoit vit-han bepret.

Setu et Gwenoal en he wele donar !!! ..  
Eur miz gonde oe kleyet hanadou glic'har...  
Fur plac'bik gwisket e du e bered Remengol,  
Deut di da bedi Doue ba Gwerc'hez Remed-oll.

O tremen dre ar vered, velas war eur men be,  
Skritet nevez flenn hanou he migouon Gwenoal,  
Epad ann noz daoùlinet, Metik, wele dourek,  
Ha d'ar mea be e poke, e poke kalonek.

« O Gwenole, emezi, setu te o repos,  
« E donar sak Remengol ez ont deut d'am gortoz,  
« Mes ken matatzo ann de, o ma muis karet,  
« Er be-man, dre zorn Doue, ni vezo unanet !!!...  
»

Da zao-heol, eur helek kos, vont da bedi Done,  
He c'hiwas anter vero, go rve t war ar men de ;  
Ra i e raz dar plac'h k poul arabs Iven hi parton ;  
Metik a varvas Liouen, rakhal, gant rana-kalon !,,  
En eur vageden evans eue gwenn Met k k e z,  
'Vel eur goulouk a nijz d am en gont ann elez :  
Eus a Vara toz Done eur go bren ar ch'aret,  
War tour illiz Remengol, neuze zo diskeonet.

War ar goabren a Werc'hez h Sent koz Breiz-Izel,  
Deus kuouen Gwenole, bag e vestres sautel ;  
Bozetz a n amzer gwechat, drant, war he soffenou  
Da Zone, e bresonnek, e gant h gwerzou.

Sebetiet he korf metik, kichen koif Gwenole,  
Ar maro 'n deoz uoi... et ann ed gont egoite...  
Eur c'hoarek karanteuz deus war h be skived,  
Ar c'homzou truezou man, gant he zaclou ne ket  
« Aman repos en perch kloared Koat ar Ramou,  
« Den a feiz hag a galou den a garie e rro ;  
« En e gichen en krosket ean herez Kerzanton,  
« Metik an elik Done, mara gant rana galou !!!

O Gwerch'ez vad Remengol, setu o taou buguel  
Kou ket et al hoc'h illis h dind or ho a-kel ;  
Vel eur vion kirantezouz war gavel e mabik ;  
C'hou dolo evez war be Gwenole ha Metik !!

Kleier, ogrou Remengol truezouz c'hui sono ;  
Barzet h peterinet, daelou c'hot a skullio,  
War be Metik Gwenole, pa roset bo p-den,  
Eur Beden a garantiz ha cagnet a anken !

Bevit e douianq Done, tud yaomanq Breiz Izel,  
Pedit Gwerch'ez Remengol, evit ma viot zantel ;  
Sousit ive e metik, sousit e Gwenole,  
Bevit eveld'ho fidel au eil d'egnde.

---

Koat ar Ranno (Ranno, Ramou, chants séries) bois des  
chants et des séries. Koat bras e dero, a zo enkichen ha d'ar  
zao-heol da illis Remengol. Ann Drouzet beleien ar Vreton-

net gwechall c'hoas, difeiz a droc'he, bephloaz, gant eur  
gontel aour, e koat ar Rannou, eur louzaouen, hanvet huel-  
var p'hini a zao war an dero.

Baiz, barzet (Barbe-po-te). B b'loaz ive en em gave e  
koat ar Rannou hag et *Rumengoulou* hiriou hevet Remen-  
gol, barzet anez Arvor. Ar re m'eo tul a skiant pere a  
gane gwiziou gret gant-ho, war an traou kaer erruet er  
vro, kana a rent ive meulen li Téutates, doue faoz pe-  
hini, a oa enoret elc'h man breman illiz Remengol. D'an  
hini vije naivet Barz e roar eur gurunen d'ro hag sun  
delen aour, wir p'hini ar Barz a gane he zoñiou.

Gwenlian, Marzin, Taliézin, a oa Barzet e Breiz-Izel kent  
ma teu'z en hi ar feiz kristen — Brama zo c'hoaz e Breiz  
kals Barzet, pere loka o suli hag o foan evit kenderchel  
en ion touez ar feiz ha iez hor b.o. Er pen kenta eus ar  
barzet o ma an aontronez Kermarker, bars breiz : ann abad  
Herri, barz ann Aviel : Tronde barzar Vuglagon ; Kamar  
person vik-l-vras a escopti Gwenet, barz Sant Gwen-Eel ;  
an abad Klec'h, barz Rugolven ; Kao irantin Thomas, barz  
an Tourtan, Prosper Proix, e barz Kerne ; Ann Hagarad,  
barz Plouz ; I-P-M Ar Scour, barz an Ilron-Varia Remen-  
gol ; F-N. Au Huel, Barz Ker-ar-Born ; Olivier Souvestre,  
barz Pouian, ann abad Poullaouek, kure Lan levenek barz  
sant Gwenoal, Karis person Plougras, barz Menebré Guer-  
nison, barz Peravela, calz a re all, pere o deus gret enn  
niver b'as a verzion ha soniou kaer.

« Kanit a nezho, Breiziz, rag beo int gwersion  
« Gret gant skiant ha kalon, ha gant ywel vad komzou.  
« Gret in e brezonek mad, nan e koz vrezounek.  
« Evel a re zo kals-ze brezonek-gallek,

---

Barzet ha pelerinet, kanit gwersion santez,  
Kanit gloar ha meuleudi da Vamm tud Breiz-Izel ;  
Ho mamm hag o Patron-z Ro auez ar b-d oll  
Mamm an tud paour ankeniet *Gwerchez rad Remengol*.

I-P-M AR SCOUR,

Bars Ilron-Varia Remengol.

---

# ANN HINI A GARAN

War eun ton nevez

Ann hini a garan, zo koant evel ann heol  
Karantezuz evel Gw-ré'hez vad Remengol,  
Doue Sent Breiz-Izel. Doue va zadou koz,  
D'ann hini a garan, roit bepret ho penoz.

Ann hini a garan, 'zo dous evel ar loar,  
En noz pa skterijan bugale en douar,  
Doue Sent Breiz-Izel, etc.

Ann hini a garan, 'zo vel eun alc'houeder,  
D'am c'haton paour e kan soniou, gwensiou tener  
Doue Sent Breiz-Izel, etc.

Ann hini a garan, 'zo vel eun durzunel,  
Pe ve maro e far en em dol da verval,  
Doue Sent Breiz-Izel, etc.

Ann hini a garan, 'zo eun elik Done,  
Eun elik dous a ra joausted va bue,  
Doue Sent Breiz Izel, etc.

Ann hini a garan, 'zo dous e hano,  
Evel ar met eo mad, koant evel ar bleunio,  
Doue Sent Breiz Izel, etc.

Ann hini a garan em c'halon a chomo,  
Tre ma vin en hue, ha goude va maro,  
Doue Sent Breiz-Izel, etc.

Ann hini a garan gane-me en disheol,  
Ar repos eun deiz en b-red Remengol,  
Doue Sent Breiz-Izel, etc.

Ann hini a garan, en pales an Drindet,  
Gane-me da viken a vo karet, karet,  
Doue Sent Breiz-Izel, doue va zadou koz.  
D'ann hini a garan, roit bepret ho penoz.

I-P-M. AR SGOUR.

Bars Ittron-Va ia Remengol.

Lannion, en ty Iulanvez Ar Goffic, levrer.

